


DECLIC MÔMES

parcours Expression Livre

WAR HENT AR BREZHONEG GANT MAÏWENN MORVAN
Kelc'hiad 1-2-3



WAR HENT AR BREZHONEG GANT MAÏWENN MORVAN

1. un emgav dre videoprezegenn
2. un atalier er c'hlas

En Azi he deus bevet Maiwenn Morvan e-pad ur pennad amzer, hag e Brest emañ o chom bremañ, lec'h e oa ganet. Kelenn a ra ar galleg d'an danvez-ijinourien eus ar bed a-bezh, ha kizidikaat a ra bugale ar skolioù-mamm d'ar brezhoneg. Gwrizioù he deus e Breizh, ha digor eo he spered war ar bed, abalamour da se e plij dezhi daremprediñ tud a bep seurt.

Posupl eo cheñch tra pe dra er raktresoù hervez live ar c'hlasad pe an temoù studiet e-pad ar bloavezh-skol.

- **Kelc'hiad 1 : Strobinellerezed ha strobinellerien**

Ur veaj a vo graet e bed ar strobinellerezed hag ar strobinellerien gant an albom « Tess ar sorserez ». Fardet e vo ul levrig (pe kroget e vo da sevel unan) a-stroll, pe unan evit pep skoliad (resisaet e vo ar raktres e penn ar bloavezh-skol hervez live ar c'hlasad ha program ar skolaer.ez). Rimadelloù, kanaouennoù ha dañsoù war tem ar sorserezed a vo ivez.

- **Kelc'hiad 2 : Bedoù nevez ar sorserez**

Aes eo skrivañ un albom ! Gant skouer simpl-tre « Tess ar sorserez » e c'hell ar vugale ijinañ troioù-kaer nevez an harozez, skrivañ an testennoù ha tresañ. Ijinet e vo rekipeoù drammoù-hud evit reiñ nerzh deomp ouzhpenn.

- **Kelc'hiad 3 : An Tailand, Breizh hag ar bed (+CE2 ma vez mat live-lenn ar vugale)**

Deskiñ a raio ar vugale traoù diwar-benn an Tailand en ur lenn ar romant berr « Enklask er janglenn ». Kaoz a vo eus ma buhez er vro-se hag eus ar fedoù sevenadurel meneget el levr (ar skol, an tiez, ar boued...). A strolladoù bihan e vo ijinet anvioù nevez evit an tudennoù, ha traoù all, evit degas an istor da Vreizh ha/pe da vroioù all.



PARCOURS EN BRETON AVEC MAÏWENN MORVAN

1. une rencontre en visioconférence
2. un atelier en classe

Maïwenn Morvan a vécu de nombreuses années en Asie puis est revenue s'installer à Brest, sa ville natale. Elle y enseigne le Français Langue Etrangère à de futurs ingénieurs de tous les continents et fait aussi de la sensibilisation au breton dans des classes de maternelle. A la fois ancrée en Bretagne et ouverte sur le monde, elle adore les contacts avec ces publics variés.

Tous les projets sont adaptables en fonction du profil de la classe ou des thèmes étudiés pendant l'année.

- **Cycle 1 : Petites sorcières et petits sorciers**

En lien avec l'album « Tess ar sorserez » nous nous immergerons dans le monde des sorcières et des sorciers. Nous réaliserons tout ou partie d'un petit livre individuel ou collectif (projet à définir en début d'année, en fonction du niveau de la classe et de la progression prévue par l'enseignant.e). Comptines, chants et danses sur le thème des sorcières rythmeront la rencontre.

- **Cycle 2 : La sorcière change d'univers**

Ecrire un album, c'est facile ! Grâce à l'exemple très simple de « Tess ar sorserez », les enfants pourront imaginer l'héroïne dans d'autres aventures et créer eux-mêmes les textes et les dessins. Pour nous donner du cœur à l'ouvrage nous imaginerons aussi des recettes de breuvages magiques.

- **Cycle 3 : la Thaïlande, la Bretagne et le monde (+ CE2 si la classe a un bon niveau en lecture)**

Le petit roman « Enklask er janglenn » permettra aux enfants de découvrir la Thaïlande. Je partagerai mon expérience de vie dans ce pays et apporterai des précisions sur différents aspects culturels présents dans le livre (l'école, les maisons, la nourriture...). Par petits groupes nous nous amuserons à transposer le roman en Bretagne et/ou dans d'autres pays en changeant les noms des personnages et les autres éléments constitutifs du récit.

BIBLIOGRAPHIE de Maiwenn Morvan



Tess ar sorserez: er skol
Keit Vimp Bev, 2018




Fake in China
Keit Vimp Bev, 2017
1^{er} prix « Priz ar yaouankiz 2018 »



Enklask er janglenn
Keit Vimp Bev 2018
2^{ème} prix « Priz ar vugale 2019 »



Buhez prevez Lola P
Emgleo Breiz, 2010
(pour les adultes)



Camille en pince pour Paulo
N'eo ket diseblant Kami dirak Polo
Numéribulle, 2015



Pierrette la crevette échappe à l'épuisette
Perezig ar chevrenn zo tec'het diouzh ar vazh-roued,
Numéribulle, 2015



Henriette la mouette
Rozenn ar gouelanig
Numéribulle, 2015